

Dernière & bonne Edition.
Quin 1863. 613 A e/



EXEMPL

HA PUNITION

*Eus a eur Plac'h Yaouanc, pehini e
deus bet argrueldet da laza e févar
C'hrouadur, condaonet da veza
crouguet ha dévet er guér a Roazon.*



Var eun ton nevez.



SPERET-SANTEL, m'ho ped da rêi din al lumier,
Ar c'hraç da gomposi eur Verz spirituel,
Eun exempl a zo güel drist hac eur melezour patant,
Ma rêi reflexion varni an dud yaouanc.

Er blavez mil seiz cant ha tri ha daou-uguent,
An deuvet a vis du, evit rêi da entent,
En escopti a Roazon, en dreoe eus a Zant-Gloda,
Ec'h êruas eur maleur a ra d'an oll crena.

—
Eur femelen yaouanc, a lignez enorabl,
Eus a dud pinvidic abers mam, abers tad,
A hanas daou vuguel; er moment e voe tentet
D'o etrangli o daou, hep beza badezet.

—
O c'heuil eur guzul fall e qemeras eur bal,
E yas da gorn ar parq d'ho flanta en douar :
Mes Doue oll-buissant en deveus bet permetet
Dre eun aneval brutal m'ê ar c'hrim anavet.

—
Retorn a ras d'ar guêr da guz e fallenti;
He zad he remercas hac a c'houlas outi :
Va merc'h pelec'h oc'h-u bet? goal chenchet brasho cavàn
Diouz al liou a zouguit e seblant ez oc'h clàn.

—
Respont a ras d'e zadgant eun êr indifferant
Me a vezo exempl da galz a dud yaouanc :
Va huez a verito beza partout publiet,
Ma rêi reflexion varni calz a blac'het.

He zad ouz e c'hlêvet a ras reflexion
Var he oll broposiou a douche e galon.
Ha possubl ve ta, va merc'h, e ven bet ouz ho mezur;
Em be eur c'hrouadur da rêi din displijadur!

Da ben pêvar devez me d'oa grêt he zorfet,
He zad a yas d'ar parc da guerc'hat e leoned;
P'antreas voe estonet o velet eun aneval
E tenna'n daou vuguel armês eus an douar.

Eus a zeiz crouadur e deus bet va fried,
Ne meus nemet unan oun ganti glac'haret.
Lavaret mat e voa din em bije sur calonat
Diouz va merc'h libertin, abret pe divezat.

Redec a ras d'ar guêr n'eur goler ar vrassa,
Ma gemeras eun hach en avis he laza;
Mes pa zônjas sqêi ganti, e æl mat e inspiras
D'arrêti e goler, hac e verc'h a dec'has.

Qüittât a ras an ty da vit he daou buguel,
Hac o facas o daou ebars e davancher,
Hac en em rentas gante e ty'n autrou Senechal,
Da zisclêria deàn he zorfejou barbar.

An Autrou p'e c'h lêvas a voe bras estonet,
A chomas ouz e dol evel eun den mantret;
Ar blien demeus e zorn a goeas crac digantâ;
Pa vel an daou vuguel e commanç da vouela.

Penos, miserables! ec'h eus bet ar galon
Da laza daou vuguel hep caout compassion?
Eur bunion güell vras a c'heus-te sur meritet,
Hac a vo hep dale ec'h enep prononcet.

An autrou Senechal a gommand d'eur serjant
He laqat er prison neuze souden vatant,
Ergüer demeus a Roazon hadindan seitec devez
E voe grêt he arrêt ha jujet he froces.

Pa voe interrojet, ar justic a estone
O clêvet ar plac'h-mâ e tislêria he bue,
O velet peguer secret e cuze he oll c'hrimou;
Nemet puissanç Doue n'anavee anezo.

Eus a bemp crouadur a meus laqet er bed,
Nemet unan zo beo; pêvar e meus lazet:
Den sur n'en deveus santet va oll c'hrimou execrabl,
Nemet sur an daou-mâ en deus gouezed va zad.


Ar c'henta, meus ganet e quichen qêr Vitre,
A dolis er rivier pa voe ganet gane;
Hac an eil a voa maro a ben ma teuas er bed,
A blantis er bern teil en parc va amezec.

Ha nemet an drede zo chomet en bue;
Entre Kermaria e voe ganet gane,
Er c'hassis prest d'ar porchet, hac eno e voe cavet
Gant daou zen ancien o tremen ar vêtet.

Neuze voe condaonet da veza divisqet,
Laqet en he c'herc'hen eun invis roussinet,
Hac an amand enorabl a rancas ive da ober
Gant eun torch allumet dirac ilis Sant Pêr.

A dal ilis Sant Pêr bete ma voe rentet
En quichen ar potañç, true voa e c'hlêvet
O ouela, o teplori, o c'houlenn digant Doue,
Eus a greiz he c'halon barados d'e ene.

Cri vije ar galon en Roazon na ouelje,
O clêvet ar plac'h-màn penos e prezegue;
Hapa bignas d'ar potañç e c'houlennas an amzer
Da instrui'r yaouanqis he asiste da vervel.



REFLEXION.

ENTREZOC'H, tud yaouanc qement zo o clêvet,
Comprenit er maro zo din-me preparet ;
Evit va oll bue fall ha va dizoboissanç
E rançàn mervel mezus, sivoas, ouz eur potanç!

—
Me zo eur plac'h certain a voa elevelt mat,
Disqet en pep fêçon gant va mam ha va zad ;
Demeus a zeiz crouadur int am c'harie ar muia,
Me ra bremàn deze var o zreid dizec'ha.

—
O ren va unec vloas e voen-me recevet
Gant person va farres, gant enor ha respet,
Da ober va c'homunion etouez ar vugale ;
Pemp bloas e meus bevet en carante Doue.

Da ben va c'hoezec vloas e voen bet debochet
Gant diou plac'h libertin hac o c'hamaradet ,
Ma yèn-me gante bemnos ha da'r bal ha d'an dançou :
Va mallos a bedàn gant an nep a heuillo.

Tadou, ha c'houi, mamou, mestrou ha mestrezet,
Instruit ho pugale hac ho tometiqet ,
N'o lezit qet da vonet da nep seurt assemble
Na vezo tud honest en compagnuez gante.


Me zo hirio , sivoas, melezour digor franc ,
Diouallit diouz ar bed , entrezoc'h , plac'het yaouanc;
Pedit Doue d'ho sicour hac e Vam sacr ar Verc'hes
Da bellât diouzoc'h ar goal gompagnuez.

En em recommandi a ràn d'ho pedennou ;
Pedit Jesus dre e c'hraç d'am receo er joayou ;
Mont a rancàn d'ar maro, pa e meus er meritet,
Pardon a c'houlennàn ouz qement zo o clêvet.

Quittât ràn ar bed-màn leun a dristidiguez :
Va Jesus adorabl, ho pet ouzin truez !
Mervel rìn ouz eur potañ, ha va c'horf paour vo dêvet !
Al ludu aneàn gant an avel stringet.

Comprenit va bue, entrezoc'h, bugale :
Oboissit d'ho tud, balamour da Zoue,
Hac e vezot sur eun deiz oll da vea curunet
Gant Jesus en e c'hloar en pales an Drindet.

FIN.



E Montroulez, e ty LÉDAN, ru ar Pave.